Mwagavouleg

Ur yezh tchadek eus is-skourr ar yezhoù angasek eo ar **mwagavouleg** (*mwaghavul* pe *sura*) komzet gant tro-dro da 295.000 den e Plateau e Nigeria (1993).

Div rannyezh ez eus:

- **Moupouneg** (*mupun* pe *mapan*)
- **Panyameg** (*panyam*)

Gwelet ivez

- Yezhoù tchadek ar c'hornôg
- Yezhoù afrez-aziatek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Mwagavouleg&oldid=404920 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Du 2008, da 18:46.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.